

AVANTURIOU
UN DEN YAOUANQ
A VREIZ-IZEL,

*En pere e yeler d'abord an Amour e
qemer e nerz, goude e vlançat dre an
dezir da studia, goude-se e fleurissa-
gant mui a gourach, enfin en er gueler
disc'hriennet, hac an daou zen yaouang
separet goude o oll amitie.*

Var an toniou à zezirot.



E MONTROULEZ,
E ti LÉDAN, Imprimer, e traon Ru ar Vur.





AVANTURIOU UN DEN YAOUANQ A VREIZ-IZEL.

TOSTAIT oll, tud yaouanq pere form amitie,
Da c'hout penaus e commanç hac e coez adare;
Rac me a so den yaouanq hac em boa-hi formet,
Qen en dê hirio an deiz n'am boa-me he c'huitet.

Nep a lavarje din-nie, bremâ eus uguent mis,
E c'oesjen er chadeunou démeus ar yaouanqis,
Me a respontje dezân gant 'un êr a golér :
Ne gredân qet ve merc'hiet am grafsq; prisonier.

Ehien, va breudeur yaouanq, bet on en o frison,
Amaret gant o laçou bête griou va c'halon ,
En ur joa, en un trionf, en un douçter barset :
Neus qet a voelloc'h jolier guet nia zeo ar merc'hiet.

Jolierien ar prisoniou a so cri lia cruel ,
A ro côlo da gousket d'an-nep so prisonier ;
Mes, er c'hontrol, ar mère'hét p'o dèvo ho chadennet ,
A roi déc'h eus o guella , mat bras int da garet.

Evit clasq; déc'h ur portret-deaneis o amitie ,
N'en deo qet ret din sevel térmes eus va gêle ;
Chou a elian em zomder, pa na meus qet a c'hoën ,
Da gomposi d'ani mestrez ha din ur gâouen.

Arqa eta, commançouip digas var an tapis
Penaus tren en an anzer e mesq; ar yaouanqis ;
Me n'em laqai da gâteta, rac se ne lachit qet,

Ha mar deuān d'ho choqi, mar plich, va excuzet.

Me so ur c'hloarec yaouanq a Escopti Qemper,
Am boa choazet vit mestrez en Escopti Treguer
Ur plac'h a galon joaus a zaoulagad lirzin,
Divar bordic al Leo-Drès, eus a baros Plestin.

Ia, honnes am boa choaset, ha ne allan he nac'h,
Hac honnes ameus caret, mar emeus caret plac'h,
Ha din eo a garante, qen na ello christen
Carout anezi qément ma verito ouspen.

P'am be moez ur rossignol ha teod ur perroquet,
Furnez ar Prinç Salomon, talant an Doctoret,
Donesónou an natur lajet oll a-unan.
Da zespaigni va mestrez, m'o c'hafe re vian.

Neutra na vanq d'am mestrez, na ros na fleur de lis,
Nac ar boqet exçelant demeus ar yaouanqis,
Nac ar zéllou languissant, nac ar charmbou secret,
Nac ar c'hraç caer da barlant, na douster, na guenet.

En'eur veuli anezi m'el tremen va amzer;
Mes mont a rân da zisclêry he c'homzou a zouster
Pere a ras em c'halon qer bras impression,
Me sonje p'e dilesjen e ranje va c'halon.

Qenta m'am boe an enor da vonet he bete
Voa'n drizeq a vis ebrel d'ar zul goude creisde;
Ma saludis anezi gant calz a nec'hamant,
Un domider em izili ha va c'halon tramblant.

Mes mar hoa grêt va c'homzou evit he saludi,
Evel ne c'houlenñan qet amàn o rapporti,
E re-hi voa guelloc'h grêt hac o devoa'r pouer.
Da rei nerz d'am gonsoli, da garga a zouster.

Cetu ta lerc'h nec'hamant, me am boe diganti.
A bep seurt containamant qent evit qimiadî,
Aç c'hraç hac ar blijadur da vonet ebete,

En qalite a vignon, p'am biye bolonte.

Setu-én o vont neuze an amour Cupidon
O lagat ac'hanomp hon daou en e possession,
Hac oc'h ober ur chaden evit hor chadenni,
A vezos cos d'hor glac'hat pa vo ret be zerr.

Mes lèzomp ar seurt sourei heza vezin p'abret
Da zeplori ar maleur pa vezos éruet :
Planedennou aoüalc'h ameus het er bed-ma.
Aboe va devez natal brenn so uguent vla.

Lezomp-ta ar blanedenn pini sò re galet,
Ha poursuivomp ar matier pini meus cofiancest,
En drizec a vis ebrel petra voe a neve
Pa guitas an daou vignon eus o societe.

Ar blijadur voe qer brâs qen allan lavaret
Penans ar seurt plijadar n'an boe biscoas er bed ;
An imach eus va mestrez am hoa bepret presant,
Hac a scuille em e'halon un ardeur violent.

Mes allas ! pa falve din pedi'n Autrou-Douc,
Me sante ur yenien pini am digoute.
Va c'houstianç a grie penaus em hoa pêc'het
O preferi va mestrez da Redemptor ar bed.

Er breferanç disleal pini ris en deiz-se
Ne meus imitatoret nemet re, siouas de
Trêmen a rejonp hon daou hep mont d'an ofisou :
O pebes tristidiguez e voa d'ar güif Autrou !

Guelet an nep so crouet ob'h abusi'n amzer
D'enori ar c'hrouadur, da lezel ar C'hrouer I.
Hac ar pez a so éomunun, e epad an ofic
En em gav d'en em dreti, siouas, ar yaouanqis !

Ne fel q'et din, tud yaouanq, dont d'oc'h inquieti,
Goell evidon a gasot evit oc'h instrui ;
Mont a ran da zisclérya darn an avanturion

Adremenas entrezomp un darn eus an deyou.

Gouscoude meus ancoué t he freposiou laouen ;
 Mes darn demeus anezo ne ancouin bigen ;
 Evit glac'har nac anqen, tourmant na poan speret,
 Evit qement à dremen, int na dremenint qet.

Eur zulvez d'abardae, goude ar gousperou ,
 E zis are d'he goelet elec'h va c'homplidou ,
 Ma saludis anezi gant peb humilité ,
 Ha gant an oll vercou caer demeus an amitie.

AR C'HLOAREC.

Debonjour déch', va mestrez, fleuren an amitie ,
 Soulajamant va spéret, objet va c'harante ,
 Charmeres va daoulagad, rejouissanc va c'halon ,
 Va douster, va esperanc , va e'honsolation.

AR PLAC'H.

Me a garje , va mignon , e vije possnbl din
 Cavet un teod alaouret vit ganéc'h discouris ,
 Mes va zeod a zo dister, va spéret disteroc'h ;
 Ma parlantomp assambles , ne gonzo nemedoc'h.

AR C'HLOAREC.

O calon a garantez ! ne lavarit qet se ;
 Goell è ganén ho comzou éguet re ur Roue ;
 Rac e'houi heus var va spéret ar pouvoar n'en deus den ,
 Na n'en deveus bet biscoas na n'en devo bigen.

AR PLAC'H.

Ne allan qet a gredi o pefe , va mignon ,
 Roet d'ur plac'h qen dister pouvoar var ho calon ;
 Ret e vefe ne garfac'h na madou , na guenet ,
 Pa angajit, emedoc'h , ho calon d'am c'haret.

AR C'HLOAREC.

O salocras ! va mestrez, me a gar tout anê ;

7

Mes bars en ho personach emàn an assamble.
Demeus qement oh vadou a zeiràn er bed,
Hac ar paoura e vezin, ma n'ho possedàn qet.

AR PLAC'H.

Caer oc'h eus parlant tener n'allan qet, va mignon,
Ajouti à d'ho comzon na quittat va soupçon,
Rac c'houi ra din enoriou ha ne veritân qet,
Ha mar deuàn da flout martezé vin trumpet.

AR CHLOAREC.

En han Doue, va mestrez, n'it qet da soupçoni,
Na da chenich va joaustet ebars en un anvi;
Va choasit da servicher p'o choasàn dà vestrez,
Ha doublomp hór c'harañte vit birvijen jamez.

AR PLAC'H.

N'allan qet, va servicher, doubli va c'harante,
Nemet bo carout safen mui'eguet va Doue;
Mes bezit persuadet penos en aho caran,
Hac epad ma vin er bed bigen dêc'h ne vanqan.

AR CHLOAREC.

O mar dê gliir ar c'homzou pere a leveret,
Me a ya da guimiadi ha joaus va speret,
Ha var hen ar pemzec de, mar be ho madeles,
Ni n'eni gavo adare da barlant assambles.

AR PLAC'H.

Ia, ia, va servicher, gant calz a joaustet
M'ent em gavo ganec'h-hu-elec'h nra lavarset;
Rac neus netra et bed-mâh qement a breserfa
Nac à else va ampech eus hoc'h antretien.

AR CHLOAREC.

Me deu eta da laret adieu-dêc'h, va mestrez,
O font d'en em gonfia bârs en ho madelez :

Qen a vo ar blijadur has ar gontantamant
Da barlant en ho qever adare, va douç eoant.

Savet eus ti va mestrez un nebeudic pasiou,
Me remercas ac'hane un nombr bras a douriou,
Etoues pere e velis tour ilis Kcuitron,
Ha me arrêti éno d'ober reflection.

Aben ma teuis ac'hane voa chenchet va speret,
Va oll laouenidiguez a voa en glac'harêt ;
Va oll laouenidiguez a voa êt en glac'har,
Mä carjen beza siclet en un toull eh donar.

Neuze e voen o veva er spaç a unnec mis,
Hep ober a nep convers a genn gant yaouanqis,
Neglijet an amitie hep m'am boa he c'buitet,
O c'hout penaus dà ober en em gaven nechet.

Amân rancàn invoqi tad ar sperejou miad,
Da rei couraj d'am c'halon, sclerder d'am daoulagad,
Ha d'am guinou preposiou da aljout explica
Gant peson tristidrques è tremenis amâ.

Eur sulves d'abârdae, pa voa debret va c'hoan,
Mc voa chomet va-unan e qieheniq va zan
Da zeplori ya maleur, pa n'am boa diou galon
Vit rei unan d'ar Muset, un al dà Cupidon. (1)

Qeit ha ma vœn er stad-sé angenet o voela,
Me a santas un toliq qen tranquil var va scoa :
Lavar din, danye cloarec, piou en eus da galon?

AR C'HLOAREC.

Allas! siouas d'am maleur, an amour Cupidon.

(Amâ en em disput Venus hac ar Muset, da lavaret eo, ar garantez evit ar studi, hac ar garantez evit ar merc'het.)

(1) Cupidon è an Amourouset; ar Muset, ar Studi.

THALIA.

Mar qeres rei anezi dîn-me ha d'am eiz c'hôar
 Ni a roi dif plijadur en troq eus da c'hlac'hар,
 Hac a chasseo Venus demeus da santimant,
 Hac he mabig quer traitour gant e charmou galant.

AR C'HLOAREC.

Qent eguet rei ya c'halon , bac hi dies meturbet,
 Me rancfe gout hoc'h hanô ha pe vicher a ret;
 Rac me a ineuş het disqet ac'hanou va-unan
 P'am bo un dra da obér n'er grin qet revuan.

THALIA.

Ni zo nao merc'h da Jupîter , tad an oll Dêueou :
 Clio , leshanvet ar Gloar , a gân an harosdû ;
 Euterpe evit ar musiq , ar rimou pastoral ,
 Thalia , me d'ar goipedi a gomand ordinal.

Melpomien eo a gomand néuze d'an drajed ,
 Terpsichor , gant he lyren ; so an d'ang eviti ,
 Erato vit ar poesi eus an anjouroustet ,
 Polymnia vit ar jestou haou ar bantominet .

Caliope deus en tie c'hatg ar poesi heroiq ,
 Urani eo an naovet , d'an astroph a bresid ;
 Mar fel did hea poëtrian , ro d'agaloù denip-ni
 Ha nî rayo did brilla ebans ec'h oll studi .

AR C'HLOAREC.

Vit en ur fêcon benac e lezlin Cépiden ,
 Rac m'en heuillan e ranqin caçet contrepoeson ;
 Racse-ta va recevit pa mân ho niadlez ,
 Vit in'en em-rejouissimp ganêc'h ea ho pales. (1)

THALIA.

Ia , ni as recevo bars en hor goure'hemen ,

(1) Da Jayaret eo , er studi .

Evit qementse hepqen e zòn dent d'as coulen ;
 Hac a vrémàn, m'en assur, e po contantamant
 ¶ tarempred ar studi etoues ar gloer yaouanq.

AR C'HLOAREC.

Venus, pini am hente coulz en de vel en nos, (1)
 A voa etal va fréntest o clèvet ar propos,
 Hac a antreas em zi, carget a yéoni :

O va mignon, emezi, homàa è an anui !

Possabl e ve, den'yaouanq, e vec'h qen dinatur
 Da zilezel ho mestrez, charmerez an natur !
 Me so Dees immortel, ha m'am bije un dea
 D'am c'haret evel m'ho car, n'he lezjen birviqen.

¶ O clèvet ar sort comzqu me zant ur yenien,
 Va daelou a réd buan, ar bleo a sao em pen,
 Va c'homz a so arrêtet, ar goad deu deus va fri,
 Hac imach ar maro yen a deu d'am ambrassi. (2)

Thalia am remercas er stat truezus-se,
 Hac a zistroas ouzin gant eur yoez a drue :
 Ha possabl ve, emezi, e ranfe da galon
 En eur dilezel Venus hac he mab Cupidon !

O salocras, Thalia, biqen n'arruo-se,
 N'en d'eo qet eus Venus e m'a va c'harante ;
 Mes va mestrezic ha me so re en em garet,
 Hac an dilèz anezi am gra calz clac'haret.

THALIA.

Me ac'h assur, ma toës d'an Amour ar victor,
 Ne po james an alc'hoez eus a Dempl ar Memor ;
 Rac Minerv ha Cupidon nef dint qet mignonet :
 Biscoas né bet o fennou en eus ménies bonet. (3)

(1) Venus, m'am Cupidon, a favorise he parti muia ma elle.

(2) Ne qet ur jeu dister dilezel nep a garer parfet.

(3) Da lavaret ë, ar furnes hac an amoureuset ne veat qet peusydya assambles.

AR CHLOAREC.

O c'honi, Dees Thalia, c'houi harlant gant rason !
 Ar villa deus ho famill e zeo sur Cupidon ;
 Rac gant e charmou galant e coll ar speret mat,
 Hac e laca an den paour da vea idolatr.

Thalia, me a c'houlen digapêch ur reget ;
 Hep dont d'ho tisoblja, mar pliech en accordet :
 Grit ma vezò ur gombat ette c'houi ha Venus,
 Ha m'en em rai d'an ini a vo victoriüs.

Bete neuze ta Venus ne lavare netra ;
 Mes qerqent, leun a fulor e savas eu he sa ,
 He provocas Thalia d'eur gombat singulier ,
 Dindan ar gondition ma savjent bars en êr. (1)

Ha Thalia var ar guir a recco ar propos.
 Anlevet voent ac'hane miè né on qet penos ;
 Ha me chomas wa-unan en toulljq va ludu ,
 Beuzet ebars em daelou , na droen e nep tñ.

Neuze souden Cradvus a gommances yudal ,
 Ha dorojou templ Janus a gommiances straca l ; (2)
 Apolon em guissat vit nosigas bezaz test !
 Nemet e c'hoar Diana na velas an tempest. (3)

M'en em retiras neuze casi hep mouvaint ,
 Credi a eillit parset n'oan qet hep nec'hant ;
 Rac ar sia eus ar gombat a dleye bezaz diu
 Eur sujet a joauzet pe a velancoli.

An dejiz varlerc'h ar beut, pa gomanç Apolon
 Da eqipa e gatos var bord an horizon ,
 En a guisefaç divin ha voal e zpoulligad ,

(1) Ar recit go fabulus.

(2) Da lavaret eo, ar brezel a alumas.

(3) Da lavaret eo, an eol en em gyzañhae al loar a savas.

Gant an aon na vije qet finisset ar gombat. (1)

Un div-heur goude ma voa sortiet Apolon,
Me a rancontras Venus haç he mab Cupidon,
Gante 'ur galon arc'hant etre daçu assiet :
Cetu amàn , emeze , so d'as muña caret.

Te c'heus lazet da vestrez , fleüren an amitié ,
Roet dezi ar maro evit he oll garante :
Cete eno'r recompanç a so eus da garet.
Te so goas eguet ar boureo haç an oll dirantet.

Ar c'homzou-se hac'ar goel à galon va mestrez
A renouvel va anqen ha va zistridores ;
Scloturiou va dàoulagad a zigor a neve
Evit scuilla d'am mestrez daelou a garante.

Tao eta , eme Venus , ha cess da zeplori ,
Ne qet calon da vestrez eo a so ganemp-ni :
Da veztrez a so jðaus , he c'halon en yec'het ,
Ha pa sonji nebeuta pi rai dit he c'haret.

Lavarit diñ-me , Venus , pïou en deus ar victor ?

VENUS.

Gant ar brînc'es Thalia e zeo êt an effor.
Retornet è d'he fales da vit he c'hoarezet ;
Hep dale ec'h errufont d'ho clasq; , danvë cloareç.

AR CHLOAREC.

Adieu ta , adieu , Venus , pa zê ret ho quittât :
Bet seign demeus va mestrez ; grit ma vo placet mat ;
Inspirit da dûd honest mont d'he-darempredi ,
Rac ur chanch bras ve diñ-me mont muñ betec enni .

A ben eur c'hart-heur goude nie remèrq Thalia ,
Ha me monet d'he rancontr vit disqeus dei va joa .
Dehonjour déch , Thalia , c'houi oc'g' eus ar victoar ;

(1) Da lavaret eo , on amzer vœ golet dieux ar mantin .

Bremàn me a renq cavet joa elec'h va glac'har.

THALIA.

An oll gontantamanchou a pò en doneson
 Pa po dilezet Venus hac he inab Cupidon,
 Abandonet da vestrez, Momus hac e c'hrandeur,
 Pere ebars da studi a st cos d'as maleur.

AR C'HLOAREC.

Cetu me o vont neuze o vriza'r chadennou,
 Hac o lacat fossete em oll bromessaou,
 O rendonç d'am guir vestrez, o chanch a santimant,
 O lesel an oll jeuyou demeus au dud yaouanq.

Goude va renoncamant me veve disourci,
 Va c'halonic contant bras ne sante nep anui;
 Ansin, na teod, na speret n'eus evit explica
 Oll joaustet an ini a ziles ar bed-mä.

Ha p'am bese-mé cant moez, cant teod ha cant guineu,
 Ne alsen qet en ur bla despeigni ar charmou
 A daveis er plac-se opad tri mis antier;
 Me sonje n'oan bet eno nemet un devez bêr.

Pa voe redet an tri mis, ur zadornves vintin,
 Thalia am c'henduas ebars en ur jardin
 Elec'h ma tisquelas din ur vezen gaer huel:
 He grion voa vel ar vestj, he frouez evel ar mel.

Bremâ, mei, ec'h essay pignat da veg onnes,
 Ha dre m'avanci neuze e tavej he frouez;
 Ha mac'h erues biqen en he brancou huel,
 Da hano var an douar a vez immortel.

Adalec ar moment-se me gommanças ractel,
 Hac a ben tri mis goude me am boe un aval,
 P'am boe debret anezan'e plije din ar vlas,
 Ha me commanç da bignat neuze a bas a bas.

Cetu ma voan éruet casimant en anter,
 Hep biscoas santout anqen, met douc'ter var douc'ter;
 Mes amàn oun arrêtet en ur fécon estranch;
 Me a gred e zòn, ganet er bed-mà hep va chanch.

Enl luyses eus ar mintin, qerqent ha ma voe sclér,
 Me a guemeras va liou, va fluen, va faper,
 Evit antren gant courach bars e Templ ar Memor,
 Ha me goelet ur poltret scrivet dirac va dor.

Persuadi Bretonet so meurbet difficil,
 Var digarez, emezo, ma ze'r paper jentil;
 Mes qement-hiàn so leal, qer güir ha qen certen,
 Evel ma zè on astrou a dro a uz va sen.

A poltret eus a bini e meus comzet dija,
 A voa poltret va mestrez despeignet o voela,
 Hac a zirac he bisach scrivet ar sort comzou :
 N'en eus nemedoc'h, cloarec, a so cos d'ani daelou.

Pa lennis ar sort comzou, me grogas ennàñ prest,
 Hac er strinqis en ur punç voa diraq va frenest.
 Ra vo alen banisset peb amour nuptial,
 Doussoc'h guet an oll verc'het è croc'hen va aval.

Me yas neuze d'am labour qer gyê evel biscoas,
 Mes art de varlerc'h vintin e voa er mèmès plac
 Gant comzou var he.c'halon voa píasantus meurbet;
 Va c'harante a gresqe da euill da grueldet.

Ha mar ercq o c'harante dre ma cresq va o'holer,
 Marlez e' tiumino pa gresqo va zouster;
 Rac qemoret-u ho plac elec'h ma tezirset,
 Mes list ganén va c'halon : onnes so d'ar Muset.

Hac abeg ma retornis, da uneg-heur anter,
 E voa chanchet ar poltrot demeus va mestrez qer :
 Ul lincel a voa ganti evit e lieni,
 Hac ur poignard en he doru evit he foignardi.

Var al lincel voa scrivet : Tostet, va c'harante,
 Da renta dîn-me ar fruez eus va fidelite :
 Cetu aze ar poignard da dreuji va c'halon ,
 Ma finissin va buez dre ho torn , va mignon.

Ha me cregui er poignard , pa er lavaret din ,
 Hac o sevel anezan evit he foignardi.....
 Holla ! eme an imach , me ar brinces Venus ,
 A meus essêt d'a zeceo dre charmou truezus.

Lavar din eta , Vénus , petra glasques em zi ?
 Ret e veses ingrates , donet d'am zourmant
 Gant ar charmou quer galant a c'henet va mestrez ,
 Breman , pam eus abondanç a bep plijadures.

VENUS.

Eleal , cloarec yaouanq , hac ho tisoblichsen ,
 Me a hent guel vit ne d'oc'h ha ne vot birviqen ;
 Pere a heuill va lezen gant o c'honsantamant ,
 Ha c'houi a rayo ive pa na vec'h qet contant.

AR CHILOAREC.

Me as supplîta , Venus , d'en em refujia ;
 Ma na res , bremâ souden me c'halvo Thalja ;
 Ha dre un èil combai c'hoas tê a guittai mezus .
 Ah ! cessit var guemense , a respontas Venus .

Me ya d'en em refira hac a deui inviabl ,
 Ha neuze da viana e vezin invincibl ,
 Adalec ar-moment-se , guelit andrahison !
 Partout elec'h ma tebren , ne voa nemet poeson ,
 Pechou dressef gant Veus partouf elec'h ma zen ;
 Ne allen mui na sôriva , na studia , na len.

Bremân' clefföt ur sotis pini so hep e bar ,
 Mez a meus deus e lacat an drâ-se êmi hystoar ;
 Mes disclériomp anean , p'ôn eus-an cometet ,
 Evit ma souffro tranquil an nep en deus cléuyet .

Ur guener eus ar mintin ; hep mar na martezé ,
 E zé an oll gloer yaouauq da guetc'hat o dicte ,
 Ha me a yeas ive , mes inutilamant ,
 Rac Venus ha Cupidon a gresqe va zourmant.

Mantrret a zisplijadur , pa n'allen studia ,
 Me a c'halvas ar maro da zont d'am distroadá .
 Cetu amàn ar c'homzou deut eus va sen diot ,
 Ha c'houi , mar sentit ouzin , ne vesot qet qer sot .

O Maro ! me as supli , selaou va sedennou :
 Deus da drêc'hi ar chaden eus va oll anqêhiou ,
 Evit dre da voyen-de ma chanchin eus avro :
 Biqen curus ne vezin qen na vezin maro .

Ar Maro eus va c'hlêvet èn em rent hep divis :
 Elcal , va mignonet , éa so ur pot exqis !
 Lavar din-me , emezan , petra c'heus da ober :
 Ne retard qet ac'hando , rac ne meus qet amzer .

AR CHLOAREC.

Sir me a meus ho calyct , daoust d'am indignite ,
 Evit gout ar jujamant en deus ho Majeste
 Grett eus a N..... an den-se ambitius :
 Cetu va c'hommission , Sir ; me c'houlen excus . (1)

AR MARO.

N..... ar superb a sò ebars em zi ,
 Da beinp messaer varanguent e zé pot merchossi ;
 Ennes a gargas un deiz va zal ha va c'beguin ,
 Qen a ranqis atloja ya hariqennou guin .

AR CHLOAREC.

Goude ma voa sortiet , me a seblante din
 Guelet e boltret hisas en cornic va studi ,

(1) Spontet gant presang ar Maro , e voa ret forji ur gaou .

Més , a drugare Doue , n'eus qet va revinet,
Rac oll charmou Cupidon en deveus banisset.

Eleal , mab an diaoul , bremâ out êt e tout :
Gorsos an dud da qervel , en em zisqeuz da dout ;
Hac aben ur bla amàn ne voezi qet da vicher ,
Rac mallos an dêro vat a gavi da ober.

Me a retornas neuse , ha yac'h pesq va c'halon ;
Partout e cav'en neçtar lec'h ma voa het poeson ;
Hac elec'h ma voa pechou danjerus da dremen ,
Voa goernisset a charmou hac eus a áour meлен.

Neuze e voen adare ur maread amzer
Oc'h ambrassi ya goezan , o manvat he zouster .
Ma vijen lêzet neuze hep va inquieti ,
Me voa bremâ en Paris , echuet va studi .

Mes Venus so traitoures , c'houi e galv carantezus ;
Mes me' galv adversoures , tñomplerez maleurus ;
Pa en em gav ar gueñet , ar bed ha Cupidon ,
Hac an natur gant Venus , int peimp tra direñon .

Caer emeus bet stourm oute er spâc a'unnee mis ,
E tigassent din mentor demeus va yaouanqis ;
Ha va zrec'het o deveus , an draitouriën indin ;
Mes m'o c'hafet var vale , me a fricfe o mîjn .

Pa ne allent dre sonjou occupi va speret ,
Int a laqas messajer da zonet va betec ,
Da zigas din ul lizer a voa scrivet gante ,
Ha ina na sentjen oute e coljen va buc .

Boujour dit , cloarec yaodanq , eme af princ Mereur ,
Cete amàn ul lizer eus a beurs an Natur ,
A so sinet gant Venus ha gant Amour he mab ,
Da lavaret e guelloc'h plega a galon vat
Evit hea contraignet hac e erru'u amzer :
Dre an eil pe eguile e ranqi eu ober .

Pa zigoris al lizer , dre un anchantamant

Me a santas un douster hac ur choez excellant,
Ha me haco qemeret va liou ha va fluen
Da scriva dê o reqet var un tam paper goen.

P'am boe lajet al lizer en dorn ar messajer,
Me a entenas ur voez o crial eus an êr :
Cetu aze chadennou da eren ar c'hoarec ;
Ha mar ga enep e sin e vo deàn qiriec.

O clèvet ur sort comzou mé a vœ didalet ;
Me n'en boe qet ar gourach a dlejen da gavet ,
Me zilezas Thalia , he zempl hac ar studi :
Na promesse na menac n'allas va arreti.

Cetu lajet em speret monet a neve flam
Da saludi va mestrez da guichen Sant-Efflam ,
Goude unnef mis combat donet da aminan :
Pebez glac'har evidon p'en em gónsideran !

Ha pâ voan-me o vale en eur vont d'he goelez ,
Un den meurbet ancien anieus bet rancontret ,
▲ c'houlenñas ouzin-me : pelech it er guis-se ?
Esqis e ze ho quèlet d'ar poent-màn var vale.

AR C'HOAREC.

Mont ran d'ober ur bale var an ahardae :
C'houi dlefé va instrui , pa ouzoc'h an doare
Na var ar gonportamant demeus va mestrez coant ,
Pini laca va c'halon harz em c'kreis languissant.

AN DEN ANCIEN.

Onnes so'r ur plac'h estimet ebars én he c'hanton ,
Tremenet a beb amzer vit ur plac'h a sécon
Ebars e foar Pontmenou m'he guelas an de al ,
Hac hi deus ar re vravaï pere voa o fansal .

AR G'HOAREC:

M'o trugareca , paeron , denyeus ho madeles
Da vez a despeiguet dij talanchou va mestrez .

Qen a vezò ar c'henta , Doue ro cunduo
En hent ar berfection , ma zefot d'ar joyaou.

Ha dre ma c'havancent-ta ha me dont da zonjal.
Va mestrez herve'n den-se ya ive da zançal !
Penos cavet evidòn a nep fidelite,
Pa n'en de evit cavet vit an Autrou-Dque ?

Qement a ya d'an dançou a verz oll o c'halon ,
P'evit lavaret goelloc'h , a ro en doneson
D'an diaoul ha d'e bompon , die oll gontantamant ,
Fouli reont goad Jesus , dispen o badian;

Ha me llic o lavaret : p'on deut betec amâ ,
Me a harlanto ganti vit er vech diveza
Abalamour d'an dançou , rac endra ma vevin
Evit d'an nep a zanco me vezò enemi .

AR CHLOAREC O VOAPAT E VESTREZ.

Debonjour d'êc'h , va mestrez , ha n'en d'oc'h qet sachet
Aboe ar vech divea ma voen eus ho qoelet ?
Prest e zoc'h da zemczi , herve a meus clèvet ,
Ha me , pa on iññdel , a vezò ranvoyet .

AR PLAC'H O VOAPAT GANT COMZOU DECEVANT.

Ha p'am bije avançet , emei , va embannou ,
Me vije êt d'o frêza var ar c'henta deiziou ;
Var ben ar pemzec devez , vel m'ho poa prometez ,
E zoc'h deut d'am bisita , hep ma zoc'h het manget .

AR CHLOAREC.

Autrou-Dque , va mestrez , c'houi so drouc-aviset !
N'ouzoc'h qet pesort calon so e creiz ar voaset :
Sulvui reont o chapel , sulvrash o c'harante ;
O c'harante , va mestrez , ne d'eo qet evelse .

AR PLAC'H.

Va c'harante , va mignon , so evel m'ê dleet :

Ne meus nemet ur galon , ha ganti hoc'h caret ;
 Mes c'houi oc'h ens ur galon a so daou-anteret ,
 Hac an anter bianna a laquit d'am c'haret.

AR C'HLOAREC.

Va c'halon , va mestrezic , ne qet daou-anteret ,
 Ha na vezò birviqen na vefet demezet ;
 Mes mar deut da zennezi ha d'am lezel bremâ ,
 Pa ve dir pe diamaut e ranço hi ranna.

AR PLAC'H.

Ma na oufen birviqen donec d'ho tilcelz ,
 Nemet an Autrou-Doue a deufe d'am guervel ;
 Ar maro pe c'houi oc'h-unan a rai hon disparti
 A enep va bolonte , n'en deus fors pejini .

AR C'HLOAREC TOUCHET GANT COMZOU E VESTREZ.

C'houi barlant en eur fêcon , mar ygit gant guirione ,
 Hac a zisqeuz a galon è bras ho carante ;
 Ha me a so un indign ha ne veritân qet
 Parlant bars en ho presañç evel ma meus-me grêt.

AR PLAC'H.

Na deut qet , va servicher , da souji va fresanç ,
 Rac me so ur plac'h dister ha leon aiguoranc .
 Parlantit d'ho polontez en desir ho calon ,
 Ha me accepto neuzc , mar comzit gant reson .

AR C'HLOAREG.

Arça-ta , p'am selacuit , me ya da lavaret
 Ar pez a so a vrassa bac ebars em speret ,
 Pini è comz ar c'homzou , ganti pep tra so grêt ,
 Hac hep laret ayezi neus metra achuet .

AR PLAC'H.

Pell a so em boa clêvet penaus e voac'h savant ,

Mes brêmân er credâr parfet, p'o clêvân o parlant,
P'ouzoc'h lavarat ur gomz, ganti pep tra so grêt,
Hac hep laret anezi neus netra achuet.

AR CHLOAREC.

Ia, onnes so ur gomz ha ma he rofec'h din,
A greis va zisplijadur am grafe disourci.
Allas ! siouas d'am maleur, mar deut d'am refusi,
Oll gouliou va c'halon deui da renouveli.

Deut eta, va guir vestrez, dezir va santimant,
Lavarit din ûr gomz vat vit ma vezin contant;
Rac neus netra er bed-nâr, daoust peguer bras ve,
A guement am grae contant, medoc'h, va c'harante.

AR PLAC'H.

Ia, ia, va servicher, me meus grêt ur boqet
Hac a roin dêc'h brvmân, so meurbet d'ho souet :
Divea ma parlantjomp e leqjomp pemzec de,
Ha c'houi, va guir servicher, c'heus grêt ur bla anê.

AR CHLOAREC DIGONCERTET.

En han Doue, va mestrez, ne sonjât qet en se,
Ret ê pardoni fosou, pe frega'n amitie ;
Mar fresit aq amitie, e fresot va c'halon,
E vezot va boureves lec'h va c'honsolation.

AR PLAGËL

Me layaro dêc'h ur guir, va c'hredit, va mignón,
Ne vin qet dêc'h boureves na consolation :
En fors dont d'am dilezcl me meus choaset are,
Ha choui, m'o pije cavet, hø pije grêt ivé.

AR CHLOAREC DIZESPERET.

Eleal me meus cavet merc'het a galite ;
Més c'houi, va muia caret, a brefeàan dese :
Ganêc'h e voa va speret, va occupation,

Ha biscoas plac'h nemedoc'h na charmas va c'halon.

AR PLAC'H.

Ho comzoù-u, den yaouanq, a so meurbet tricher,
O deus muioc'u a dalout vit n'o deus a zouster;
C'houi lavar hoc'h eus cavet, ha me a meus ive,
Rac se ta dispartiomp, ha demp gant ar rese.

AR C'HLOAREE.

Me deu eta da laret adieu dêc'h, plac'h mignon,
Pa n'en deus e nep moyen da e honit ho calon :
C'hoas en ho trugarecàn ha pa ve fè ganec'h,
Rac birviqen ya souet ne gavàn e nep lec'h.

AR PLAC'H.

Na peractra, emezi, teut d'am zrugatecat,
Nemet gant ar guir dessign hoc'h eus da ober zoap ?
Rac dibot é an ini deu da drugarecat,
Ispicial pa virer diouta e vennat.

AR C'HLOAREC.

Ar sujet é, plac'h yaouanq, ma ho trugarecàn,
Ahalamour ma é c'houi voe va mestrez qentan :
An ini choasin bremàn, neüs fors a be ganton,
Ne devo qet ar menieus plac'sur ebare va c'halon.

C'hoas em eus ur sujet all vit ho rémercia,
Hac ennes, p'en em soriñan, e zeo sur ar vella;
Ma ho piye daleet hep dont d'am refuzi,
Va c'halon vije rannet gant ar sort disparti.

Ha bremàn da viana né hemet glac'haret
O tonet da guiniada eus fleuren an oll'merc'het,
Hac e laran adieu dêc'h, c'houi ya muia caret :
Grac-dêc'h da gaout ho souet, evidon n'am bo qet.

AR PLAC'H TOUCHET EUS HE REFUS.

M'o suppli, va servicher, retoomit d'am c'havet,

Godellit ho mouchouer, ho taérou arretet;
 Choui a c'honit va c'halon dre moc'h carantezus,
 Ha pa velan ho taerou, n'allan qet ho refus.

AR CHLOAREC CONSOLET.

O! n'en dé qet ya refus è a glasqen ive,
 Mes dies e da un den quittat e garante;
 Ma ho piye va c'haret evel ma ho caran,
 Naljec'h qet va dilezel hep donet da voelan.

AR PLAC'H.

Certen, me meus bo caret, mes lezomp gementse;
 Poent è dée'h caout recompañ e c'ho fidelite;
 Rejonissit ho calon, sec'hit ho tabuligad,
 Ha me ya, va servicher, da rei dée'h ho niennat.

AR CHLOAREC.

Deut éta, va guir vestrez, ha na zaliu qet,
 Rac ya c'halonic em'c'hreis a vœl gant joavstet;
 Hac en deveus hirnes bras ebars en peh lêcon,
 O c'hortos caout ar gomiz-se a gonsolation.

AR PLAC'H.

Arca ta, va servicher, dezi va zantimant,
 Pa zezirit ac'hanoù, e zomphop daou contant;
 Rac-se ta n'cm assemblomp, p'ê contant'lhon ligne,
 Ha demp en priedelcz da dremen hor bue.

AR CHLOAREC.

O ra vezò benquet an heur hoc'h ar momant
 En pini ma hoc'h ganet, crouaduréz charmant!
 G'houi a voar sqeï da vlessa hac eñ meines amzer
 A voar rei ar rennejou pere ve necesser.

Arca ta, va mestrezic, p'oupp dent da accordi,
 Va c'halonic so contant, me ya da guinmiadi;
 Rac mall ameus da anong ð'am zad ha d'am niam guer

Penauvezimp demezet var ar c'henta amzer.

AR PLAC'H.

It eta va servicher, hac anoncît dezé
Penauz e zomp accordet gant pep fidelite,
Ha goalennit o bennos ebars en honestis,
Ma tikesfomp ar vue demeus ar yaouanhqis.

AR C'HLOAREC.

Ia, m'ent bo digante o benédiction,
Rac va c'haret a reont bars en creis o c'hañon,
Hac ar pez a e'houlennin assurêt am bezo :
Adieu eta, va mestrez, Doue d'ho cunduo.

CONTINUATION.

A MAN chenchàn a don d'am chanson,
Evit disqeus ar wantz calon
Ar glac'has, an desolation
Am boe, pa retornis ac'hane,
Dre un accident leun à drue,
Me a gret-e'voa a heurs Done.

Ha pa voan gant an hent o tonet,
Ha me n'am boa sonach en droug euet,
Német sonjal em muia caret,
Ha me clêvet ur voez invisibl
Hac a grie varnòn terribl,
Hac a grie varnòn terribl :

Quid quietem queris?
Cum ad laborem natu sis,
Gam ad laborem natu sis:

Ha me hac o chom ur pennat
 Ebars em za da evéssat,
 Troublet, qen a verve ya goad.

Hac én o repeti adare
Hunc mundum miserum relinque;
Hunc mundum miserum reliquie.
 Autrot Doue, ha possu bl ve
 E ve ho moez ve am galfe,
 Ha mé leun a iniqite?

Ma oufen ve ho moez e ve,
 Me a he illse ho polonte,
 Hac a lessé ar bed a geste;
 Hac én o repeti adare :
Amice sequere me,
Et habebis lumen vitae.

Ia , va 'Dóue ; me ho c'heuillo
 Betec an heur eus va maro ,
 Hac a vir galbn mè ho caro.
 Mes me ya aroo da guiniada,
 Digant brava plac'h so cr bed-mâ ,
 Da lacat hé c'halon da ranna.

Ha va mestrez coant a lare
 D'he c'hamarades , pa em guele :
 Daooust petra so a neve ,
 Me a vel éru va mignon ,
 Hac én glac'haret c'galon :
 Daooust petra'n occasion ?

AR C'HLOAREG.

Ali ! debonjour déch , calon garet ,
 Me so deut hep date d'ho cavet ,
 Hac én va c'halon glac'haret ;
 Hac én glac'haret va c'halon ;

Certen n'en deo qet ep r̄eson
O cl̄vet h̄or separation.

AR PLAC'H.

Piou a so bet , va servicher,
Qen insolant en ho qever.
D'anonc dēch ur c'helou quer cruel ?

AR C'HLOAREC.

Eleal Salver ar bed-mān
A lavar dīn heuill aneāñ ,
Ha lezel ar bed maleurus-mān.

AR PLAC'H.

Ma , bijen n'am bije credet
Ho pijs bet va dilezet ,
En fēcon m'oan deut d'ho caret.

AR C'HLOAREC.

Certen , n'o poa netra gollet ,
Me a meus iye ho caret ,
Ha douguet dēch a bep respect.

Ha n'am bije qet ho tilezet
Evit netra demeus ar bed ,
Daoust peguer bras e vije bet ;
Mes pa gomz an Autrou-Doue ,
E zē just heuill e volonte ;
Abalamour d'an eternite .

AR PLAC'H.

Mar dē da servicha Doue ,
Va mignon , ho c'heus bolonte ,
Bezit constant ef speret-se
Ha mē choma ebars er bed
Emesq añ trubuillou milliguet
Pere so cos d'ar boan speret.

AR C'HLOAREC.

Ia , me a voar a dra sur
 N'en dint qet cos d'ar blijadur ,
 Hac an nep o c'har n'en dint qet fur.
 Fantiq , pa ze ret dispartia ,
 Me a ya ractal da guimiada
 Evit ar weach diveza.

AR PLAC'H.

Va mignon , qent an disparti ,
 M'o ped da laret ur gomz din
 A ve capabl d'am instrui.

AR C'HLOAREC.

Va c'hoar guer , me ve dêc'h avis
 Da vont alies d'an Ilis ,
 Ha da lezel ar yaouanqis.

Rac qent ma vo mat ar yaouanqis ,
 E rauqo distrei crenn var e c'his ,
 Ha laqat vertu en plac peb viç ;
 Hat ober , evit en em salvi ,
 Evek a ra vit en em zaoni ,
 Ha neuze e tostayo a son din.

Lezit ispicial an dancou ,
 A so grien an oll viçou ,
 Hac alc'hoe an oll bec'hejou ;
 Choasit ar Verch'hes da Itron ;
 It dindan he frotection ,
 Offrit dei oll dezir ho calon .

Choasit ar c'hôvessour guella ,
 Ha sentit en peb tra outa ,
 Hac e vevset mat er bed-ma ;
 Ha ma observit gementse ,

Gant ar sicour eus a Zoue,
En ên , devo sonch ennoc'h ive.

Ha pa zeet eus ar bed-mân ,
E zeet d'an ênvou davitân ;
A vir galon déch en dezirân .
Evit merq eus hon amitie ,
Ne c'houlân na poq na promesse :
Adieu eta , va c'harante.

AR PLAC'H.

Adieu eta , va servicher ,
Me zo ével un durzunel ,
Pâ goll e far a renq mervel.

AR CHLOAREC.

Ha me so vel ur rabajoa ,
Ennemi da blijadur ar bed-mâ.
Adieu evit ar vech diveza .
Ha va mestrez coant a voele ,
Ha va-unan e ren'ive ,
Gant ar glac'har d'an amitie.

Cetu aze en bêr terhen
Plrijadures ar bed monden ,
Pini , vél ur sqeud a drezen ,
Ha goude ma ve tremenet
E rai calz eus a boan speret
Da guement en 'deve o c'haref.

Adieu , bed fall ha miliguet ,
Ne allân pelloc'h da garet ,
Rac re e c'heus va glac'haret .
Bremân me à garo bepret
An nep en deveus va c'haret ,
Hac am c'har bep lieur , bepmomet.

Hac en deveus grêt em demeuranc

Evit rei en ên recempanç
 Da guement en deus e zoujanç.
 Ia , ennes a so ur repos
 Pini a c'halver Barados ;
 Grac demp d'er c'havet deiz ha nos.

Ar pez-mâ à voe compostet
 En mis Mae , da Sul an Drindet ,
 D'an nep he e c'hanô mil yec het ,
 Hac an nep a so o selaqu
 Mar soupçonont e zeo gaou
 Consultont unan anê o daou.

Ar c'homposer a brou dre le
 Neus enni nemet guirione :
 Prenit-hi , oll en han' Doue
 Hac e recourset ar c'haner ,
 E tvertisfot hoc'h amzer ,
 Evit profit an imprimer.

CHANSON NÈVE ,

Composest gant ar Chloareg , evit diisqueuz ar vantr-
calon en eus sanit eue a zemezi e Vestrez.

Var ton ! Malgré toute la tendresse.

P DEBES qêlou , ô , va Doue ,
 A meus hirie recevet !
 Va mestrezic , va c'harante ,
 A glevân so demezet ;
 Va mestrezic , va c'harante ;

Au iñi garrien , muia ,
 Ha pa sonjän en qementse ,
 Va c'halou a ven ranna.

Oll blijadurou an natur
 A so echu cwidon :
 Echu e zê ar blijadur
 A davee va c'halon ;
 Echu ê ar gontantamant
 Am boa clars er bed-mân :
 Foëi d'an aour ha foëi d'an arc'haut ,
 E nep guis n'o deziràn.

Me a garfe caout ur matier
 A guement a ve capabl
 Da renta va c'halou seder
 Da sec'hi va daoulagad ,
 Da rejouissa va c'halon ,
 Da gontanti va speret ,
 D'am lemel a affliction
 Ha da rei din ar yec'het .

Mes qementse so incredabl ,
 Ha ne arruo biqen ;
 Me so ar muia miserabl
 Eus an oll grouadurien ,
 A meus collet en un instant
 Ar froues eus a bemp blaves ,
 En ur goïl va c'hortantamant ,
 Va flijadur , va mestrez .

Adieu eta , pares Plestin !
 Adien , tud a goneqanc ,
 Me a meus cavet va châgrin
 Emesq ho rejouissanc ;
 Me mœus ho c'heuillet gant doucder ,
 Me ho quita gant glæ'har .

Henvel demeus un durzunel
A ve privet eus he far.

C'houi hoc'h eus grêt va flijadur ,
Va joa , vá c'hontantamant ,
C'hopi a ra va displijadur ,
Vá anqen , vá nec'hiamant ;
Emesq ar ros a ambrassen
Ha va oll délection
Me a meus cavet un drezen .
Hac a biq calz va c'halon .

Mes bremàn me gred en guirion
Réson au dud habilla ,
Penaus e c'heller caout poesón
Emesq ar suc an doussa ,
Ha diñdan ar fleuriou cäéra
Alies e ve coachet
Aspicou ar re gruella ,
Aéret-guiber , serpentet .

Rac se eta , me ho suppli ,
Ia , dre ma ho caran ,
Na deut james da reposi
Euc'h ma vefet bravân ;
Rac ma c'hêru enep goaleur
Da ober dêc'h diblassa ,
E vezò tristoc'h ho malheur
Ha diessoc'h da usa .

Evit test eus a guementse ,
Va breudeur , va c'hoarez
C'houi perc' am anaveye ,
Noc'h eus met dont d'am guelet ,
Ha pa velfot ar chenchamant
Pini a so deut ennon ,
C'houi a brouvo certenainant

E zé toucheut va c'halon,

Diaroc fne a voa envel
Eus ur rosen florissant ;
Va c'halonic bepret seder,
Carguet a gontantamant :
Ar joa pintet var va diou chot,
Va daoulagad qen laogen,
Ma sonjen , dre ma voan diot,
N'am bije glac'hár bijen.

Hoguen , ma em goelfec'h bremàn
Ebars em daelou beuzet ,
C'houi lavarfe : ne qet emàn
Hor boamp-ni anavezet :
Ennes a voa gyê a galon ,
Emàn a so contristet ;
Ennes a voa un den mignon ,
Hac emàn sur n'en deo qet.

Allas ! eo sur , va mignonet ,
Me so ar memes ini ,
Mes biscoas ne gavis sujet
Voe capabl d'am glac'hari ;
Bremàn me mèus cavet unan
Hac a c'lilac'hар va c'halon !
Ha p'o po clêvet anear ,
Ec'h estonot gant rôson.

Pa voan-me ebars em jardin
O contempli va fleuriou ,
Va c'halon , exant a chafin ,
Va daoulagad a zaelou ,
Ha me clêvet un alc'höeder
A us va fenn o caña :
Ad studium te confer (1)

(1) Da lavaret eq , en em ro d'ar studi , da vêstrezo demezet.

Nam nuptia est amica.

Ha me o vonet d'am godel,
 O tenna va fistolen,
 Hac o tiscar an alc'hoeder
 D'an traon demeñs ar vezen.
 Ra gollo velse o bue
 Qement en deo ar galon
 Da zonet da annenordin-me
 Ar soft désolation.

Mes p'e glèvitatu qement-màn
 A c'hinou im saier,
 Autramant, ouanean
 Eus a veg un alc'hoeder,
 Oblijet on bet d'e glèvet
 Ebars em brassa glac'hat
 Ha setu aze ar sujet
 Ma teziràn an douar.

Neus mui a gonsolation
 Evidon bars er bed-mâ,
 Neus nemet désolation,
 Tourmanchou ar re vrassa
 A ve reservet evidon
 Goude bea re garet,
 Mes më vo furroc'h da viqen
 Ha ne garin den ebët

P'am eus fraillet ar chadennou
 Gant pere oan amaret,
 Pa mieus bruzunet al lassou
 Gant pere voan diamet,
 Pa è demezet ve mestrez,
 Me guemero an habit,
 Ha ma na vezàn récole,
 Certen me a vo hermit.

Mes gousconde, p'en em sonjân
 Ha pa rân reflexion,
 Ur recoles a ranq goela
 Ha derc'hel trist e galòn ;
 Un hermit beva retiret
 Hac hep nep plijadures,
 Qement-se oll so re galet :
 Ret ê din choas uq vestrez.

Mes pelee'h caout ur guir vestrez ?
 Ar bed-màn a so malin ;
 N'am eus qet ezom danseres ,
 Nac unan ja garo'r guin ;
 Diaroq me voa difficil ,
 Mes bremàn pa on trompet
 Me a vezo muioc'h suftil
 Pa gonymous gant merc'bet.

Mes anaout rân ur femelen .
 So dign a attântion ,
 Onnes a vo da virviqen
 Rouanes eus va c'halon :
 En' onnes e mân va fianç ,
 Onnes ê va c'harante ,
 Enni emàn va esperanç ;
 Hi ê souten va bue.

Evelse un den glac'haret ,
 Evit en em gonsoli
 A dle alies lavaret
 Da basseal e ànui :
 Mar deo sérret 'din an or-se ,
 Unan al a zigoro ;
 Mé a vo bepret er sonj-se
 Hac a vo bête'r maro.

Ma tézirfac'h , va mignonet

Gout hano ar c'homposer
 Guinidic ê a Locqirec,
 Mab ena d'ur guader,
 A so n'em jaqet er studir
 Bars èr guêr a Vontroulez,
 Hac a so nyemàn disouror,
 P'è damezet e vestrez.

Evit soulaji ar c'haner,
 M'o suppli, assistantet,
 Da rei dezàn pep a ziner
 Evit eva d'ho yec'het,
 Autramañt, prenit ar chansoh,
 Pini he deus a pœuar
 Da rejouissa ar galon
 A greiz ma ye en glac'har.



DIS COURS.

ENTRE DAOU ZEN YAOUANQ.

AR GOAS.

ME a bed an amour Cupidon,
Hac er ped a greis va c'halon.
Da rei ar c'hraç dîn da ober
A nevè flam ur vestrez quer,
Ur plac'h a ve d'am fantasi,
Ha ne meus bet+biscoas ini..

bis.
bis.

Me vel va mestrez e vont abiou dîn,
Hep na gredân he saludi,
Na lavaret outi ut guer,
Ha beza c'hoant dîn da ober,
Defot na ellân gout ar fêçon
Da blijout d'he opiniou.

bis.
bis.

En un tu benac a zistro,
Va mestrez, m'o eafen eno,
Me a gontse déc'h franchamant
Va zantimant, va douciq coant,
Ha goude, ma ve d'ho fantasi,
C'houi a gontse din hoc'h amui.

bis.
bis.

AR PLAC'H.

Pell a so demeus a ramzér
Em boa ar volonté sincer
Da lavaret déc'h an drâse,

bis.
bis.

Rac ho fêçon din a blije ;
 Ho fêçon vad a blije din ,
 Hep na greden en anonei.

AR GOAS.

Possubl e ve , va douciq coant ,
 E ven-me bet quer suffisant ,
 E ve deut va bolonte vad
 Na da bléjout d'ho taoulagad ,
 Da zaoulagad nep a garàn
 Dreist qement tra so er bed-màn !

bis.
bis.

Mar dê a galon e comzet ,
 Va mestrezic vel ma laret ,
 Ne dê qet capabl an teod-inâ
 E nep fêçon da explîca
 Na da explîca peguen don
 E za ho comzou em c'halon.

bis.
bis.

AR PLAC'H.

Va c'homzou n'en dint qet charmant ,
 Mes va bolonte so ardant ;
 Qen a galon evel a c'her
 E zon en andret va servicher ;
 Evit bolonte , m'am be gallout ,
 Ne chomfac'h qet pell da hirvoud.

bis.
bis.

AR GOAS.

Gallout aoüalc'h sur , va mestrez ,
 Ellit va lemel a zies ,
 Da ziangaji va c'halon
 Zo ranfermet en ho prison .
 Ma noc'h eus outân nep true
 Roit dezân e liberté.

bis.
bis.

AR PLAC'H.

* Ma el laqâu en liberté ,

bis.

Na ve glac'har ho pe goudé ;
 Liberte a so un itron
 D'an nep he c'hemer hep résoun ,
 Hac a ra poan speret d'an den
 Er bed-màn pe sur en ebou.

bis.

AR GOAS.

Va mestrezic , ur guir miad c'hoas :
 bis.
 Hac e vijen e hirvoud a viscoas ,
 bis.
 Clêvet ur guer démeus ho pen ,
 E vijen e creis hò courc'hemen :
 Me a voa fall va esperanc
 Pa laqis ennoc'h va fianç.

AR PLAC'H.

Ho fianç o poa laqet mad ,
 Ma consant va miam ha va zad.
 Cassit ur re betec eune
 Da gaout an cil hac eguile ,
 Ha dious ar respont ho po bet
 Me a yel ganêc'h d'ho baouet.

bis.

bis.

AR GOAS.

Casset emeus betec enne ,
 Emon e creis e c'hourc'hemen .
 Da gaout ho lignes enorabl ,
 Evit caout o bolognte vad ,
 Da gaout ho gerent en daou du
 Tout e tolont ar brald dec'hui.

bis.

bis.

AR PLAC'H.

Mar de guir ar pez a leret ,
 Me a ya ganec'h d'bo c'haonet.
 Bonjour , va miam , bonjour , va zad ,
 Cetu amañ ntab un osac'h miad
 Presantamant eus va goulou ,

bis.

bis.

Betec an eil hac eguile,

AN TAD HAC AR VAM.

Mar doc'h o, taou en em choaset,
 Ho tispartia a ve pec'het ;
 Ni a ro deoc'h hor bennos honn daou,
 Hac un nebeut eus hor madou,
 Ret e vo comz d'an autrou Cure,
 Da rei d'an daou den man o liberte.

bis.
bis.

F I N.



E MONTRÔULEZ , e ti LÉDAN.

